

Ar Kemeneres.

ma me me speret da kompren evel ma meus faltazi
me a gompoze eur chanson hag a ve dam faltazi.

Me a gompoze eur chanson ia ne ven ked pel
Va(r) chujet daou zen iaouank e neum garie fidel.

Ar plac'h man pa komzin dec'h a voa eur gemenerez
A laboure en tiez mad en ker a var ar mez

A baoue ma he sortiet e dous koant deus ar prison
e-deus kollet pratikou a kals a ostichen.

e mam oc'h he c'honsideri eun deiz a houlen outi
— nag el leal va merc'hik petra zo en ho faltazi ?

— ouzin va mam pa c'houlennit ouzoch-hui e hansavan
troët eo em faltazi dimizi ar bloa man

Kentoc'h ar bloa man evid da bloa dimisi a rankan
inutl e klasq louzou da eun den a zo ker klan.

e nem gorrijit va merc'h pe me o korrijo
Pe ma na gerrid ober me raïo ho kourc'hemenou

Me raïo ho gourc'hemenou d'an otroù ar person
ag a lakai en he broñ e de fin e sermon.

Pe me raïo ho gourc'hemenou d'an otroù ar c'hure
Nag el leal va merc'hik keus o pezo goude.

Me ne ran fors deus ar c'hure ken neubeut deus ar berson
Birviken sur va dous koant ne da deus va speret.

eur chervicher all e devoa pa klevas kement se
a zo en em avanset evid goud ar virione.

Debonjour deoc'h va mestres kleved a meus lavaret
e voac'h demezet.

ia sur emezi gwir he en assuranc
mar karcher c'houi e voa prest da entren em rejouissanc

Pa voac'h oc'h va derempret ne rec'h nemed va zreitouri
hag ober goab ahanon se voa ho faltazi

Ma meus me gred goap ahanoc'h evel ma leveret
Pelec'h e man an diamant am boa deoc'h roët

O diamant va dous ker a zo ed aboue an eiz eur
Gant eur orfeber iaouank ar c'hoste a lager

Debonjour dec'h a lavaran Kenavo va chervicher.

Moris Follezour, 18 mars 1851.